

# Médiathèque

DE GUINGAMP

Lettre d'information n° 78 - Juillet-août 2019

**Été 2019 : la médiathèque sera :**

**Fermée au public les samedis après-midi de juillet**

**Fermée au public du 1er au samedi 19 août inclus**

**Réouverture le mardi 20 août à 12h**



*L'équipe de la médiathèque vous souhaite un bel été !*

## CET ÉTÉ, DÉCOUVREZ LA LITTÉRATURE DE LA MÉDITERRANÉE :

Cet été, la Médiathèque vous propose un voyage en Méditerranée :



Littérature - Musique – Cinéma

Découvrez et empruntez des documents en lien avec les pays méditerranéens

Renseignements en secteur adultes

### A VENIR :

- **DU 3 AU 28 SEPTEMBRE 2019 : EXPOSITION « ABC DES BESTIOLES »**  
Exposition réalisée par Ateliers Art Terre  
Sculptures: Alain Burban - Photographies: Paskal Martin




29 bestioles s'invitent à la médiathèque à travers des sculptures animalières réalisées à partir de matériaux de récupération (canettes, bidons, ferraille...).

Chaque animal est aussi photographié en noir et blanc dans son milieu naturel.



Médiathèque de Guingamp  
1, Place du Champ-au-Roy  
22205 GUINGAMP Cedex  
02 96 44 06 60

[mediatheque@ville-guingamp.com](mailto:mediatheque@ville-guingamp.com)  
<http://mediatheque.ville-guingamp.fr>



Pour donner votre avis sur un document,  
rendez-vous sur le site de la médiathèque  
<http://mediatheque.ville-guingamp.fr>



# Médiathèque DE GUINGAMP

MEDIAOUEG GWENGAMP - *Lizher kelaouiñ niv. 78 - Gouere-Eost 2019*

**Hañv 2019 : ar vediaoueg a vo :**

**Serret d'an dud d'ar Sadorn goude merenn e miz Gouere  
Serret d'an dud eus ar 1añ betek ar Sadorn 19 a viz Eost  
Addigoret e vo d'ar Meurzh 20 a viz Eost da greisteiz**



*Skipailh ar vediaoueg a het deoc'h tremen un hañvezh kaer !*

## EN HAÑV-MAÑ, GRIT ANAOUDEGEZH GANT LENNEGEZH AR MOR KREIZDOUAR :

En hañv-mañ e vefet kaset da veajiñ er bed Kreizdouarel gant ar Vediaoueg :



Lennegezh - Sonerezh – Sinema

Grit anaoudegezh gant an dielloù liammet ouzh ar broioù en-dro d'ar mor Kreizdouarel hag amprestet anezhe

Evit gouzout hiroc'h, gwelet er rann « tud vras »

## DIWEZHATOC'H :

- **ETRE AN 3 HAG AN 28 A VIZ GWENGOLO 2019 : DISKOUEZADEG « ABC DES BESTIOLES »**

**Un diskouezadeg savet gant Ateliers Art Terre  
Kizelladurioù : Alain Burban - Poltreoù : Paskal Martin**


29 a loenigoù en em gavo er vediaoueg e stumm kizelladurioù graet gant danvezioù adimplijet (bokoù, bidonioù, houarnaj...).

Bezañ e vo ivez pep a boltred eus al loened, e gwenn ha du, en o endro naturel.



Mediaoueg Gwengamp  
1 Plasenn Maez ar Roue  
22205 GWENGAMP Cedex  
02 96 44 06 60

[mediatheque@ville-guingamp.com](mailto:mediatheque@ville-guingamp.com)  
<http://mediatheque.ville-guingamp.fr>



Ma fell deoc'h reiñ hoc'h ali war un diell bennak, it e-barzh lec'hienn ar vediaoueg  
<http://mediatheque.ville-guingamp.fr>

Retrouvez-nous sur  
**Facebook**